

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

4 JUIN 2016
PLOEMEUR

INVITATION

Sonerion a bed ac'hanoc'h
da gemer perzh
d'an Emvod meur ordinal
a vo dalc'het en Amzer Nevez
d'ar sadorn 4 a viz even 2016
da 2e
Ur banne evit ar blijadur
a vo profet adalek 4e30

Sonerion vouz'invitt
a predd part a la
Grandd assenblée ordinérr
qhi s'tiendra a Amzer Nevez
a Ploemeur
Samedi
le 4 du mouâz de juin 2016 a 14e
ùnn bolée
vouz sra ôfèrtt a 16e30

Sonerion vous invite
à participer à son

Assemblée générale ordinaire

au centre
Amzer Nevez
à Ploemeur
le samedi 4 juin 2016,
à 14 h.

Elle sera suivie
d'un vin d'honneur
à 16 h 30.

**Merci de confirmer
votre participation
en nous renvoyant
le document joint
avant le 27/05
contact@sonerion.bzh**



Bulletin de participation

Merci de remplir
le formulaire ci-joint
à renvoyer
par courrier postal
ou par mail
avant le **27 mai 2016**,
à l'adresse suivante :

Sonerion
2, chemin du Conservatoire
56270 Ploemeur
02.97.86.05.54
contact@sonerion.bzh

14h00- Accueil

14 h 15 - Assemblée générale

Rapport moral du Président
Rapport d'activité 2015
Rapports des commissions et des fédérations
Rapport financier 2015 et cotisations 2017
Renouvellement du tiers sortant
Axes de travail 2016-2017
Questions diverses

2e00- Degemer

2e15 - Emvod meur

Danevell ar Prezidant
Danevell obererezh 2015
Danevell bodadoù-labour ha kevreadoù
Danevell implij an arc'hant 2015- ha skodennoù 2017
Dilenn izili ar C'huzul Merañ
Raktresoù obererezh
Goulennoù a bep seurt

14.00- Rsevri

14.15 - Grandd assenblée

Rapport d'année du prзидент
Léz rapport su lz'aji 2015
Léz rapport su lz'elij 2015- Part de menbr 2017
Rnouvlañ du tierr sortant
D'aotr sujit

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COUPON RÉPONSE

Je soussigné(e) / *Me hag a sin amañ dindan*

Président(e) du Bagad* / *Prezidant(ez) ar Bagad**

1 - PARTICIPATION KEMER PERZH

participera à l'Assemblée générale du 4 juin 2016/
a gemero perzh en Emvod-Meur 2016

ne participera pas à l'AG du 4 juin 2016/
ne gemero ket perzh en Emvod-Meur 2016

A/E

Signature/Sinadur*

le/D'an

2 - POUVOIR GALLOUT EVIT VOTIÑ

ne pouvant participer à l'AG du 4 juin 2016, donne pouvoir au mandataire suivant / n'on ket evit kemer perzh en Emvod-Meur d'ar 4 a viz even 2016. Reiñ a ran ma gallout votiñ da :

aux fins de me représenter à la dite AG et de prendre part à toute discussion, délibération ou vote. dezhañ/dezhi da vezañ em anv en Emvod-Meur-se ha da gemer perzh e kement kaozeadenn, diviz pe votadeg a vo eno.

A/E, le/D'an Signature/Sinadur*

3 - CANDIDATURE LAKAAT E ANV

Fait acte de candidature/Lakaat a ran ma anv da vezañ dilennet.

Mandate/ A ro ma aotre da

faisant acte de candidature au nom du Bagad, à l'élection au Comité Directeur de Bodadeg Ar Sonerion prévue lors de l'Assemblée Générale du 4 juin 2016 à Ploemeur/
O lakaat e/hec'h anv en anv ar Bagad, da vezañ dilennet e Kuzul Ren Bodadeg Ar Sonerion en Emvod Plañvour d'ar 4 a viz even 2016.

A/E, le/D'an Signature/Sinadur*

* Pour être recevable, ce document doit être signé impérativement par le Président du bagad.

* Ret eo d'an tamm baperenn-mañ bezañ sinet gant Prezidant ar Bagad, anez da se ne vo ket degemeret. A défaut, ne pourront être validés comme représentants du bagad à l'AG que les personnes dont les noms sont portés au recto de la fiche administrative 2016, si cette fiche a été retournée à Sonerion.



SONERION
Bodadeg ar Sonerion
LE CŒUR DE LA MUSIQUE BRETONNE

TRANSMISSION
FORMATION
CRÉATION
DIFFUSION

70 ANS
AU COEUR
DE LA MUSIQUE
BRETONNE

